Wikipedia

Pwoeg ar reter

Ur yezh sinek-tibetek eus is-skourr ar yezhoù pwoek eo ar **pwoeg ar reter** (*phlou* pe *moulmein*) komzet gant tro-dro da 1.000.000 den (1998) e Myanmar ha gant 50.000 den e Tailand (1998).

Teir rannyezh ez eus:

- **Paanaeg** (*pa'an* pe *moulmein*)
- **Kawkareikeg** (*kawkareikeg*)
- **Tavoyeg** (*tavoy*)

Gwelet ivez

- Yezhoù sinek-tibetek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Pwoeg_ar_reter&oldid=406865 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 6 Du 2008, da 20:09.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.